

# Gerioù ar vuhez

**RKB**

▶▶ Radio Kreiz Breizh

## YAOUANK

### Yaouank : jeune

« Un den yaouank », une jeune personne

« Ur paotr yaouank », un jeune homme

« Ur plac'h yaouank », une jeune fille

« Ul loen yaouank », un jeune animal

« Ur wezenn yaouank », un jeune arbre

« Ur c'hazh yaouank », un jeune chat

« Yaouank-tre »,

ou « Yaouank-flamm », très, tout jeune

Yaouankaat, rajeunir

Yaouankiz, jeunesse

« Yaouankoc'h evit », plus jeune que

« Ar yaouankañ », le plus jeune

Dans un bal plinn :

« N'em eus ket ken  
'met c'hwec'h miz  
da roulañ ma yaouankiz »,  
je n'ai plus que six mois  
pour rouler ma jeunesse

« An hini yaouank »,  
le/la jeune

« Ar re yaouank », les jeunes

Ar re yaouank, groupe  
phare de fest-noz lancé en  
1986 par Frédéric Guichen,  
Jean-Charles Guichen, Gaël  
Nicol, David Pasquet et  
Stéphane de Vito

« Ti ar re yaouank »,  
la maison des jeunes

« Tud yaouank, jeunes gens

Dans la chanson Metig :  
« Tud yaouank  
a Vreizh-Izel », jeunes gens  
de Basse-Bretagne

### Da vont pelloc'h

Kit da selaou  
ar ganaouenn  
Yawankiz ma bro  
gant  
Gilles Servat

COPINANCE PAR  
UNION EUROPÉENNE  
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage  
en Bretagne / Avec le Fonds européens  
de développement régional

# Gerioù ar vuhez



## NEVEZ

### Nevez : nouveau

« Traoù nevez », des choses nouvelles, neuves

« Ar bloaz nevez », la nouvelle année

« Nevez-amzer »

ou « Nevez-hañv », printemps

« Ar paotr/plac'h nevez », le/la jeune marié.e

Neventi, nouvelle, nouveauté

« Neventi vat d'ar Vretoned »,  
une bonne nouvelle pour les Bretons

Nevezadur, renaissance, renouvellement

### Amzer-nevez

est un centre culturel breton  
installé à Ploemeur  
et est également le nom d'un camélia  
créé par Fañch ar Moal

Nevez en toponymie  
ou micro-toponymie :

Ti Nevez, maison neuve

Kêr nevez,  
nouveau village

Park nevez,  
nouveau champ

Prad nevez, nouveau pré

Roz nevez,  
nouveau coteau

Brud-Nevez,  
(nouvelle renommée),  
était une revue  
bimestrielle en langue  
bretonne

Cofinancé par  
UNION EUROPÉENNE  
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage  
en Bretagne / Avec les Fonds européens  
de développement régional